



Nijadenn an aotrou Skanvig

<https://hdl.handle.net/1874/379803>

G. TH. ROTMAN

NIJADENN A N·AOTROU·SKAÑVIG



LEVRIOU AR VUGALE
"GWALARN"·BREST·1929

VAN HAMEL
557

Verzullen

E DONATIONE


A. G. van HAMEL

PROFESSORIS
ORDINARII IN
ACADEMIA
RHOEN-TRAIECTINA

1923—1946

3836

B IIIb Rot 1



3836

18.67

*Pep gwir miret striz gant an aozer
G. Th. Rotman, Rotterdam*

RIJKSUNIVERSITEIT Utrecht



1554 2396

3836 *glc* B III b Rot 1

Levraoueg Gwalarne

NIJADENN AN AOTROU SKAÑVIG

Savet ha skeudennaouet

gant

G. TH. ROTMAN

lakaet e brezoneg

gant

Y. DREZEN

Kenta Mouladur

Moulerez, Straed ar C'hastell

Brest 1929

Instituut voor
Keltische taal—en letterkunde
der Rijksuniversiteit te Utrecht



vervallen


Instituut voor
Keltische taal — en letterkunde
der Rijksuniversiteit te Utrecht



Setu amañ, va lennerien yaouank, skeudenn an Aotrou Skañvig, ganet hag o chom e bro-Holland, pell du-hont. Gantañ eo a c'hoarvezas an troiou souezus a zo displeget er pajennou da heul. Ha n'eo ket gevier ez int : ar wirionez penn-da-benn, ne lavaran ket. Kontet int bet d'in gant an Ao. Skañvig e-unan.



An Ao. Skañvig ne golle ket eur munud. Ker-kent ha m'en doa amzer e pigne d'ar c'hrignol da labourat. Bec'h a oa war e spered, m'hel lavar d'eoc'h, ha ne c'helle ket den tostaat outañ. Bep noz, goude koan, ez ae da veva e-touez levriou, kel-c'hierou, reolennou ha skoueriou, o tenna moged diouz nouspet kornad butun, hag oc'h eva nouspet tasad kafe. Petra 'ta edo o klask?




SIR ROMAIN

An Ao. Skañvig a oa o kavout eun dra nevez.
— Gwelit! emezañ. Beza 'z eus listri war vor,
ha kirri war an douar. Perak ne vefe ket kirri pe
listri o nijal iveau en oabl ?


Ha p'en devoe klasket ha diglasket e-pad meur
a sizun, e lavaras, evel egile: « Eureka! Kavet em
eus! »

Prena a reas eur bern bras a wialennou, hag, e
traoñ e liorz, pell diouz lagad an dud, e labouras.




Hag eun deiz, e voe ar benveg war e dreid. Ya!
war e dreid: rak, ouspenn ar viñs-tro, ar stor, an
eskell, ar skingomzerez, e oa bet lakaet d'ezañ
pevar zroad war winterell, da c'hellout douara
flourik hag hep terri netra.

Luc'h-skeudennet e voe an Ao. Skañvig e-kichen
e ardivink, hag an holl gelaoouennou a voulas al
luc'h-skeudenn, gant ar geriou-mañ: « Skañvig, tad
gouiziek-meurbet ar marc'h-nijer. »



Deiz an taol-esa a voe eun devez bras. An Ao. Skañvig a gargas gant aezenn-devi diabarz ar Pegasus — ano an njerez nevez. — Goude-se, e galon o vont bihan. e lakaas ar c'hefusker da drei, hag ez azezas e-tal ar rod-stur. Ha, setu, goude sach'a ha tenna ha tripal eur pennad, ar Pegasus o tibrada hag o nijal kuit evel eul labous, dirak genou digor bras ar sellerien.

Ar marc'h-nijer a reas eun droig a-zioc'h kér, en eur vragal, hag a ziskennas.




— Va gwreg ! va gwreg ! eme an Ao. Skañvig,
laouen ken na vesteode. Ez an da ober tro ar bed !
Deus ganin gant Ifig !

— A nann, avat ! a respontas an It. Skañvig. Ne
din ket da derri va divesker er seurt tamm traou !

— Ma ! ma ! eme an Ao. Skañvig. Ifig, neuze, a
zegaso gantañ, ma kar, e gamalad Lom.

Ifig a redas raktal da di Lom :

— Lom, emezañ, war an ton bras, en eur sevel
e zivrec'h, deus ganimp da nijal !



Gwisket e voe d'ar baotred pep a wiskamant nijer. Staget e voe war dalier Pegasus daou bakad pounner: peadra da zebri, evel just; hag hep koll muioc'h a amzer, an nijerien a lavaras d'o zud eur c'henavo kalonek.

— Skañvig, eme tad Lom, taolit evez bras war va mab.

— M'hen tou ! bezit dinoc'h ! eme an Ao. Skañvig. Hag i kuit.




Sevel a reas ar Pegasus, e-kreiz trouz ha moged, ha nijal a reas a-zioc'h an toennou. An holl dud a oa deuet er-maez da welout. Ifig ha Lom a youc'he gant ar blijadur. Bet e oant gwechall e beg tour an iliz, hogen, bremañ, ez en em gavent uhel, uhel-meurbet a-us d'an tiez ! An dud, en traoñ, a oa bihan, bihan evel logod.



An 'Ao. Skañvig en doa enaouet e gorn butun hag a denne moged evel eur siminal. Fouge a oa ennañ, na petra 'ta! Hep dale, e voe lakaet penn war an dremmwel, en hent war-du ar broiou pell.

— Tad, eme Ifig, a oa azezet a-dreñv, da belec'h emaomp o vont ?

— Te a welo, va mab, eme an Ao. Skañvig. Gor-toz hag e weli.




Tremen a reas hon nijerien a-zioc'h tachennou, foenneier, tosennou, koadou, keriadennou, hag iveau a-zioc'h eur gêr vrás.

— Rotterdam, eme an Ao, Skañvig d'an daou grennard.

Gwêlout a rejont an daou bikol pont war ar Maas, tour koz teo eun iliz, an hentou-houarn a ya dre borz brudet Holland, ha meur a dra all.


— Na brao eo ar bed, pa vez gwelet a-bell, eme an Ao. Skañvig.




Ar Pegasus a droas war-du ar gwalarn, a nijas a-us da bradou, gwaziou-dour, milinou, hag a zegouezas e Scheveningen, e-tal ar mor.

— Deomp da zebri eun tamm bennak aze war an aod gwenn, eme an Ao. Skañvig. Goude ez aimp da Vro-Saoz.


Teurel a reas an eor. Hemañ, avat, ne gave dalc'h ebet en traez blot, hag ar Pegasus, kaset gant an avel, a stleje an eor war e lerc'h, o lakaat an dud da dec'hout, ha gant strafuilh.




Diskennet e oa Pegasus izel, izel a-us d'an aod.
D'an ampoent, edo an Ao. Lochore azezet en e gador-deltek e broenn, o lenn eul levr dudius. Dirazañ, en eur gador-deltek heñvel ouz e hini, e verch a rae kousk ae. Luskell et m'edont ouspenn gant tonigenn ar mor, an aotrou hag an dimezell Lochore ne glevent na ne welent siseurt.



Pa grogas trumm eor ar Pegasus e kador **an dimezell Lochore** ! Setu houmañ dibradet, kador hag all, evel eur blouzenn. Ar plac'h yaouank paour, dihunet kerkent, a stagas da grial forz he buhez ha da zifreta. Safron ar c'hefusker, avat, ha cholori ar mor a vire ouz an Ao. Skañvig da glevout galvou truezus an dimezell Lochore.



Gwasoc'h a se, an Ao. Skañvig, pa voe anat d'ezañ n'oa ket evit douara eno, a savas adarre evit klask eun dachenn dereatoc'h. Ar gouronkerien, pennfollet, a rede, a zispac'h, a youc'h. Eur gward-kêr a c'houeze en e c'houitell, ken na oa deuet ruz diskouarn hag all. Da sutal ! An Ao. Skañvig ne gleve netra hag a gendalc'h da drei.




Ar gward-kêr, neuze, a dennañ tennou revolver
da laez, hag a sachas, en doare-se, evez an nijerien.

— Diskennit, en ano al lezenn! pe e rin bruzu-
nou ganeoc'h! a youc'has paotr an urz.

An Ao. Skañvig, mantret, a droe hag a zistroe
e stor evit gallout chom a-sav. Diskenn a reas,
eur wech c'hoaz, ken izel, ma soubas en dour-mor
ar gador hag an dimezell Lochore.



Sailha a reas an holl war gorden an eor, ha da sacha, ma ouient ober, evit tenna ar gador hag an dimezell war an aod. Semplet e oa an dimezell Louchore. E-pad m'edod war he zro, ar gward-kêr en doa tennet e gaier, hag e oa o vont da ober eur skrid-kastiz d'ar paour kaez Ao. Skañvig.



Hemañ, avat, a reas ar bouzar hag an dall.


— Tra, tra ! emezañ, dispignet em eus arc'hant a-walc'h gant va nijerez; ne fell ket d'in koll **va** gwenneien e mizou all !

Hag e roas tiz d'an nijerez evit tec'hout. Ken buan edo tec'het, zoken, m'en doa disoñjet sevel an eor. An tamm tra divalo-se a gendalc'has da vrañsellat dindan ar Pegasus.



Dirak an ti-debri, e penn ar chaoser-bali, edo eur c'haner alaman, en e sav war eun daol, o kana gant e gitar. An Ao. Emil Pabor an hini oa; deuet e oa diouz e vro c'henidik da gana en doa hiraez d'ezzi. Eun dudi hag eun drugar e oa e glevout o tistaga gant eur vouez o krena :

*Na karout a rafen distrei da di va mamm,
Hag adkavout va zud, e bro va zad...*




N'oa ket ar sonenn gaer-se pignet gwall-uhel en oabl glas tommheoliet, pa 'n em gavas ar c'haner diflammet diwar an daol, hag o sevel, heñ iveau, davet an neñv. Skourret e oa bet, brao-bras, gant skilfou an eor, ha, bremañ, e tifrete an den paour a-zioc'h ar mor garo. N'oa ket en e vutun, a-drasur, hag, ouspenn, n'eo ket war-du e « vro » ez ae ar Pegasus, war an tu all, ne lavaran ket.



Pabor, avat, ne golle ket buan e skiant. Azeza a reas, ar gwelloc'hika ma c'hellas, war an eor, hag en em staga start gant e vrikolou. Drant evel eun eostig, e laoskas eur ganaouenn, hag he divije plijet da skouarn an Ao. Skañvig, ma ne vije ket bet hemañ bouzaret gant an trouz.




Ar c'haner paour, evelato, a oa divalo e stad.
Pignat ha diskenn a rae ar Pegasus, diouz ma troe
e penn ar storier, ha soubet e veze Pabor, eur
wech an amzer, en dour-mor. Nemet, gwechou all,
p'en em gave uhel, e wele pell, pell en-dro d'ezañ,
hag e lonke aer vat kement ha ma kare.




A-benn eur pennad, ez en em gavjont gant eul
lestr oc'h ober hent evelto etrezek Bro-Saoz, hag
o teurel moged du dre e siminalou.

— Deomp, va bugale, eme an Ao. Skañvig, da
saludi al lestr !

Hag ar Pegasus o trei diwar e hent evit mont
da ober e loen faro a-zioch ar vag.




Youc'hal a rae ar vartoloded: « Hurra! hurra! »
An Ao. Pabor, avat, a oa nec'het an tamm anezañ,
ha ne youc'he ket: « Hurra! » Gleb-par-teil edo,
ha, bremañ, e vrañselle* e-barz ar moged a save
puilh diouz ar siminalou. Tud al lestr, sebezet-mik,
e gemeras evit eur spontailh. Suilhet evel eun an-
duilhenn, heñvel e oa ouz eur morian.



Eun nebeut euriou goude, e teuas a-wel teven-nou Bro-Saoz.

— Sellit ! a youc'has an Ao. Skañvig, setu ker-reg kleiz gwenn Dover, o lugerni en heol !

Nijal a rejont a-zioc'h an torgennou glas koant, hag e tostajont ouz eur voure'hig saoz. Lammat a rae kalon an Ao. Pabor : c'hoant bras en doa da ziskenn.



Lonket en doa dour sall, ken na oa tanet e c'hour-lanchenn, ha mall a oa gantañ eva eur mell banne limonadez. Sellout a reas, gant daoulagad dispourbellet, ouz unan eus tiez kenta ar vourc'h, a oa skrivet warnañ, gant lizerennou teo: « Inn », da lavarout eo: « Ostaleri. »

T. G. L.




Nemet ar Pegasus, 'm eus aon, n'en doa c'hoant
ebet douara. Kendalch a rae da vont. An Ao. Pa-
bor, neuze, ne varc'hatas ket.


— Bremañ pe viken ! emezañ, hag e krogas a
dro-vriad en eur gleuzeur-straed. Eor ar Pegasus
a grogas iveau er gleuzeur-straed, hag houmañ a
blegas dindan ar bec'h, evel eur gorzenn.




... Hop ! Sammet e voe diwar an douar. Very-well, marc'hadour pebr, holen, butun ha mezer, a oa, dres d'ar mare, oc'h aveli e benn war dreuz e zor. Pa welas ar gleuzeur-straed o vont kuit ez eas e wad da zour, gant ar soñj e c'helle beza laeret eun dra bennak diwar roue Bro-Saoz. Verywell a zilammas hag a grogas enni iveau.



Bras a-walc'h e oa ar Pegasus da herzel ouz ar samm, kreñv a-walc'h, ne lavaran ket. Chom a reas a-sav. Koueza a reas, eta, holl bouez ar gleuzerstraed war ziskoaz Verywell. Hemañ, kennebeut, ne voe ket kreñv a-walc'h da herzel. Diskregi a reas, hag ar gleuzer-straed a yeas da skei eun diael a daol ouz penn... ar gward-kêr Tommy Johniged.



Terri a reas gwerennou ar gleuzeur-straed war dokarn ar gward-kêr, hag e benn a sankas el letern. E keit-se, e oa aet kuit adarre ar Pegasus. Pa ne ziskroge nag ar Pabor nag an eor, ar paour kaez Tommy a voe sachet ganto, hag a rankas redek ar muia ma c'hellas, gant aon beza dic'houzouget. En eur vont e-biou, e kasas d'e heul karr bihan eur varc'hadourez pesked. Ar vaouez a hopas: « Harz al laer! » hag a stagas da redek iveauz.




En eun taol trumm, e tistagas al letern. Ploum...!
A! va Doue! Tommy a gouezas war e benn a-dreñv.
Ar varc'hadourez pesked a ruilhas dindan he c'harr
bihan, hag ar pesked, yen ha libous, a zizac'has
war he dremm. Skrija a reas ar vaouez paour pa
santas lostouigou ar garliz hag ar brizili oc'h ober
allazig d'ezi en he gouzoug.




Ar Pegasus, avat, n'oa ket echu gant e droiou fall. An eor, skañvaet diouz samm ar gleuzeurstraed, Verywell, ar gward-kêr Tommy, ar var-chadourez pesked hag he c'harr bihan, a savas, a savas, hag a yeas da skei dres e-kreiz prenestr an Ao. Botez-rez, marc'hadour boteier-ler. Ar gwer a dorras gant cholori, hag...



... an ti a gouezas en e boull gant trouz ar gurun! Marteze e oa eun tammig ti a netra, hag aet koz a-walc'h. Ar pez a zo sur eq e tizac'has hag e reas eur bern atredou. Ne chomas en he sav nemet eur voger.



Pa dec'has ar boultern raz gant an avel, e voe
gwelet an Ao. Botez-rez hag e bried, azezet ouz
taol, sabatuet-kenn ha spontet-maro, o tispour-
bella ouz an dismantr. An darvoud a oa degouezet,
hep **kas** eus e gelou, ha n'en doa ket bet **amzer**
zoken an Ao. Botez-rez da zispega diouz **ar gaze-**
tern edo o lenn.




An Ao. Emil Pabor en em skrabe hag en em darlaske, rak bloñset mat e oa bet. Ar Pegasus, heñ, dichal-kaer eus an droug a rae — pa ne ouie ket! — a nije davet London. Hep dale, en em gavas a-zioc'h kêrbenn bro ar Saozon.


Na pebez kêr vras! Tiez, tiez dre-holl! hag atao tiez, keit ha ma c'helled tizout gant ar sell! Gwe-lout a rejont dindano Iliz-Veur Sant-Paol, hag ar stêr Taouez, o skedi etre pontou niverus.



En diwez, ez en em gavas eun dachenn dereat da zouara. Ar Pegasus a nijas izel adarre. Gwaz a se evit Emil baour. Stlapet e voe, gwech ouz eur siminal, ha kerkent goude, ouz eur prenestr — ma torre ar gwer adarre! — Gwechou all, e veze ruzet war vein an hent bras, pe lakaet da gaout... hillig war spern ar c'hleuziou.



Neuze, e tiskennas ar Pegasus flourik-flour war ar geot, dirak Palez ar Gannaded, end-eeun. Digor e chomas genou an Ao. Skañvig hag an daou baotr, pa weljont ar Pabor reuzeudik, stag ouz an eor, ha leiz e gorf a boulternn, a huzil, a grabisaden-nou, a vosou hag a vloñsou. An Ao. Pabor a oa eur sac'had droug ennañ, hogen sioulaat a reas buan, pa voe pedet da zebri gant an nijerien, ha touet d'ezañ e vije kaset en-dro da 'Alamagn.




— Mat an traou, neuze, eme Emil. Azeza a rejont o-fevar war al leton blot, ha koaniet a voe kalonek gant piz bihan astommet ha sardin hili-ruz. D'an noz, ez eas an Ao. Emil d'en em walc'hi er stêr Taouez. Goude-se, ez eas an holl da c'hourvez da gousket dindan heol ar bleizi, gant geot da liñseriou ha peb a vaen da bennwele.




A-bred d'ar mintin, e voe ar pevar abostol war vale. An Ao. Skañvig a lavaras:

— Kenavo, Bro-Saoz! Emaomp o vont da Alamagn !

Lakaet a voe an Ao. Emil Pabor war an adreñv gant ar pakadou: « Amañ emaoun barrek! » emezañ. Ken laouen edo o tistrei d'e vro ma kemeras e gitar, hag e stagas da gana evel eur pabor ma oa.




An distro, avat, a droas da fall. Tarza a reas eun arne ruz, gant glao, ha kurun, hag avel ha luc'hed, e-kreiz Mor an Hanternoz. Kaer a voe ober evit chom war an hent eeun, ar Pegasus, e-lec'h senti ouz ar stur, a yeas a denn-askell war du broiou an Traoñ.



Me a lavar d'eoc'h e skoe kalon an Ao. Skañvig
ken kreñv hag e geflusker.

En diwez, e teuas eur sklaeraenn; tevel a reas
an arne, tec'hout a reas ar c'houmoul, hag an nijerien
a welas dindano eur gompezenn gras, goloet
a draez, gant eur balmezenn c'hlas bennak amañ
hag a-hont.


— M eus aon ez eo Afrika! eme an Ao. Skañvig,
pe, marteze, eun enezenn didud.



Ar Pegasus a ziskennas war an traez. Mont a reas an Ao. Skañvig, gant Lom hag Ifig, da welout penaos e oa kent gant ar vro. Ar c'haner Emil a chomas da ziwall ar marc'h-nijer.

— Sator dallik! Poaza a ra heol Afrika! a huandas an tri faotr. Diwiska a rejont o dilhad nijieren, hag ober peb a dog gant o mouchouer.

— Sell 'ta du-hont! eme Lom, setu eun dorgenn!



An dorgenn, eun durumellig kentoc'h, a oa e disheol — ma c'heller lavarout, — diou wezenn koko.

— An dra-mañ a zo, hep mar, eur bern taouarc'h, eme an Ao. Skañvig, pa voent azezet war an durumellad... douar gwak.

A-hend-all, gwelloc'h e kavent beza azezet eno eget war an traez tomm-bero-ruz. Ifig a gouskas dioustu. An Ao. Skañvig a vije bet en e vutun iveau m'en dije gallet souba e vuzellou e dour fresh eur graoñenn koko. Nemet, e gwirionez, re uhel e oa ar c'hraoñ e beg ar gwez!



Boum! del da graoñenn! ev bremañ..! Eur
mell fruezenn, re azo emichañs, a oa kouezet, di-
war lein eur wezenn, dres war benn an Ao. Skañvig.

— O! evelato! a youc'has an Ao. Skañvig, feuket
ha strafuilhet, war eun dro, hag o tispac'ha treid
ha daouarn. Met... met... petra a c'hoarvez?



An dorgennig, evel ma vije bet hejet gant eur
chren-douar, he doa graet eul lamm trumm, a oa
savet hag... a rede kuit !

An dorgenn a oa eun olifant, dihunet gant an
Ao. Skañvig, p'edo en e wella kousk ae.

Koueza a reas Ifig war an traez. Lom, avat, hag
an Ao. Skañvig a dec'he d'ar piltriöt war gein al
loen bras-spontus.




Edo an Ao. Pabor, azezet en e blijadur dindan askell ar Pegasus. Ma voe sabatuet krenn, pa we-las o vont e-biou, ha tiz warno, an olifant hag hon daou aotrou.

— Chom aze! ho! ho!

An olifant, na petra 'ta! na ne glevas na ne sentas.

— Ma n'eo ket eur vez, a leñvas ar c'haner, lezel eur paour kaez den e-unan e-kreiz ar gouelec'h !




E-pad m'edo o vaga soñjou du, e tegouezas Ifig,
o ruza e dreid, o ouela, hag o rufla. Displega a reas
d'an Ao. Pabor an darvoud en e hed.

Diskenn a reas an abardaez. Kollet o daou, e
doun eur vro ouez, azeza a rejont tostik-tost an eil
ouz egile, hag an Ao. Pabor a lakaas ar skingom-
zerez da vont en-dro. Selaou a rejont gant melkoni
an toniou hag ar soniou a zeue d'avo, a-dreuz an
oabl, eus ar broiou pella.



Setu, avat, eun diskan. Eur youe'hadenn spouronus a dorras peoc'h an noz.


— Al leoned! a c'harmas Emil. Hogen, ne gollas ket e benn. Ne voe ket pell o tiviñsa treid-war-winterell ar Pegasus, hag ouz o staga dindan e votouller. Ifig a reas eveltañ. Poent e oa! Rak...



... diouz a-dreñv ar Pegasus, e sailhas eur pikol leon gouez. Ifig hag Emil a reas eur pez lamm gant ar spont, eul lamm bras souezus, en abeg d'o botou-war-winterell, hag a yeas evel-se diwar-dro skilfou roue an anevaled.




Eun estlamm e oa gwelout an daou baotr
och ober o lammou — evel laboused, end-eeun! —
ha tec'hout ma ouient ober! Ha pa ziskenne unan,
e pigne egile d'an nec'h. Al leon, avat, en doa pevar
fao, hag a c'houzeze warno. Trenka a rae ar geus-
teurenn.



Emil a gleve dija e eskern a traska e geol al
leon, pa reas eun taol-ijin. Kemer a reas e gitar,
hag e krogas da gana, flourik da genta, kreñvoc'h-
kreñv goude, gant eur vouez dudius:

*A ! n'am eus droug ebet ouzit,
Droug ebet ne rin d'it.*


Kana a rae ken kalonek, ken c'houek a **sklintine**
kerdin e gitar, ma chomas al leon en e **sav-sounn**,
bamet ha doñvaet, ha ma redas daelou puilh **diouz**
e zaoulad. Teneraet e galon, va bugale vat!




Hogen, setu ar gwasa. Ken brao ha ken **kreñv** e oa mouez an Ao. Pabor, ma voe klevet gant **holl** leoned ar gouelec'h. Deredek a rejont a bep tu evit kaout o lod kanaouennou. Darbet a voe da **Lom sempla** gant'ar spont; krena a rae war e winterel-lou. Neuze, evit en em galonekaat, e stagas da **gana** gant an Ao. Emil. Hag holl leoned ar gouelec'h a ouele dourek gant an deneridigez.



N'oant ket evit chom eno da viken; n'oant **ket**,
kennebeut, evit paouez da gana, rak al leoned o
dije graet o stal d'ezo, ha buan. Neuze, hep ehana
da gana, ez eas Emil ha Lom en hent, a lammou
bras, gant, war o seuliou, an holl leoned dizrouk,
ha d'ant, ha sentus evel toradou chas bihan.




Lezomp Emil hag Ifig gant o lammou hag o leonned, ha gwelomp da belec'h eo aet an Ao. Skañvig ha Lom, war gein an olifant. An olifant a oa Fri-Tougn e ano, ha n'oa den all e berc'henn nemet Jibi-Doulig, roue Dudupok. Fri-Tougn, laouenran, a oa redet war-eeun da Ziouerazour, kêrbenn ar rouantelez. E c'hellit kredi e voe graet d'ezañ eun degemer eus an dibab.



Kaset a voe raktal an daou brizoniad dirak ar roue. E Veurded Jibi-Doulig a vousc'hoarzas d'ezoleiz e c'henou, hag a lavaras:

— Arrouâ! chouia! barka!

An Ao. Skañvig ha Lom n'ententent grik ebet e yez ar vorianed. Hogen, ne c'hortozent netra vat diouz sellou lontek ar roue. Tremen a rae e zaou zourn war e gof, hag e deod war e vuzell, en eun doare divalo... Brrr..!




Ar roue a savas e zourn. Lom a voe tapet, liammet ha sammet kuit. Re dreut e oa, moarvat, ha kaset a voe da larda. An Ao. Skañvig, heñ, a voe tennet e zilhad digantañ ha gwisket d'ezañ eur vrozig e deliou palmez, heñvel ouz hini ar vorianed. Nasket e voe dre e c'houzoug, ha sachet er-maez a daoliou goaf en e gostezennou, evel eun ejen.



Sachet ha bountet evel-se, en em gavas hep dale e-kreiz al leur-gêr. Prientet e oa bet eno eur pez ardivink: eur mell pod-houarn a-ispilh ouz tri feul. Ar pod-houarn a oa leun a zour. Rankout a reas an Ao. Skañvig pignat e-barz. Ar re zu a enaouas tan bras dindan ar pod. Ya! bugale baour! edont o vont da boaza an Ao. Skañvig, evit hen debri...

Hor mignon reuzeudik n'en doa mui a fiziañs nemet en eur burzud a-berz an Aotrou Doue.



Pa oa an dour o vont da virvi, avat, setu ma skrijas kêr gant eur youc'hadenn.

— Al leoned ! al leoned !

Ar vorianed gouez a dec'has a bep tu. Gwir e oa : edo an Ao Emil hag Ifig o tegouezout, gant an holl leoned war o lerc'h, ha dres d'an ampoent evit savetei an Ao. Skañvig. Ne choumas ket hemañ da yari er pod, kredit start.



Leñva a reas an tri nijer gant al levenez oc'h en em gavout yaç'h ha dibistik, goude beza bet ken ankeniet. E keit-se, e c'hoarie al leoned mont warlerc'h an dud du.

An Ao. Skañvig a vriate e vab war e vruched . hag a starde kalonek dourn an Ao. Pabor, pa vesteodas en eur ziskouez lochenn ar roue:

— Aze..! el lochenn vras... Lom!

Kerkent, e tennas Emil eur son eus e gitar. Al leoned a zeredas.

— Bec'h d'ezi ! a-raok ! a hopas Emil, da loch ar roue !



Ar roue Jibi-Doulig a oa mil-beil e soñj diouz an darvoud a dostae. Gwisket en doa dilhad an Ao. Skañvig. Azezet war e gador-roue, e selaoue, reut gant al lorc'h, meuleudiou an dud e karg hag e amezeien.

Pa darzas ar youc'hadennou fuloret, ha tri pe bevar leon euzus o sailha en ti !




A, tudou ! m'ho piye gwelet penn Jibi-Doulig paour ! Sevel a reas sounn diwar e gador, ha, d'an daoulamm, e tifretas etrezek ar gouelec'h, gant Emil hag al leoned war e roudou. Dispar edo ar roue da redek. Kaer en devoe, avat, al leoned a redas buanoc'h egetañ, hag e sankas unan anezo e skilfou e traoñ e vrugou.



E keit-se e oa bet kavet Lom gant an Ao. Skañvig. Staget e oa ar c'hrennard paour en eur c'hogn ouz eur peul gant chadennou teo kadranaset. A drugarez Doue, edo an alc'houez a-ispilh ouz ar speurenn e-kichen an nor. An Ao. Skañvig, hep koll amzer, a zihadennas ar prizoniad bihan. Mall bras e oa: aet edo skuiz-maro, ha ne rae nemet krena.



Hag E Veurded Jibi-Doulig? Lazet, drailhet, debret, emichañs. A gred d'eoc'h? An Ao. Emil a oa eun den e galon dener. Truez en devoe ouz ar roue diskaret hag e roas urz d'al leoned da ziškregi dioutañ. Al leoned a sentas, en eur finvlostal. Emil, evit siella ar peoč'h, a vac'has gant e gitar war fri du ar roue. Hag an holl, stad enno, a zeuas **war** o c'hiz da Ziouerazour.



Jibi-Doulig a dride kement an tamm anezañ gant ar joa d'e vuhez, ma pokas d'an holl dud. Rei a reas en-dro e zilhad d'an Ao. Skañvig, hag e tiskouezas e c'henou, en eur lavarout:


— Oi ! skrign, skrañgn, skroñgn ! hagn, hagn ! ar pez a dalvez : Me ho ped da goania ganin.

Lakaet e voe e-tal dor al loch eur pikol kaoter, leun a yer rostet. An holl gwitibunan, hep loa na fourchetez, a sankas o dent er c'hig, hervez giz morianed Dudupok.


Goude koan, an aotrounez a voe kaset gant eur mevel du leun a zoujañs betek korn ar bern plouz, da gousket.



A-bred d'ar mintin, antronoz, e voe sternet an olifant Fri-Tougn, da lavarout eo e voe staget treid ar Pegasus ouz e lost. An Ao. Skañvig, an Ao. Emil hag an daou gennard a grapas war e gein, ha kuit: « Hu! hu! » d'ar gonelec'h da glask ar Pegasus. E Veurded Jibi-Doulig a zeue da heul, a c'haoliad war e struskañval Pluñv-Rodellek, hag al leoned iveau, o kerzout daou ha daou, evel tud an eured.



A-benn eur penn-devez hent a-dreuz ar gouelec'h, ez errujont e-tal ar Pegasus. Lakaet e voe d'ezañ en-dro e dreid-war-winterell, ober a reas teuf-teuf eur wech c'hoaz, hag e tibradas gant ar gompagnunez, dirak sellou sabatuet-mik al leoned. Ar roue Jibi-Doulig a voe lakaet, ar wech-mañ, war ar pakadou. Fri-Tougn ha Pluñv-Rodellek a zistroas, prim hag herrus, da Ziouerazour.




Diskenn a reas ar Pegasus e Diouerazour, dirak palez ar roue du. An Ao. Skañvig a roas neuze eun tammig kerch d'e varc'h, pe, ma kavit gwelloc'h, eur bidonad eoul bennak. Lavarout a reas, en eur skrabat e benn:

— He! he! ret eo arboelli!

Ne chomé mui nemet daou vidonad eoul-benzin, hag e oa c'hoaz ar Mor Kreizdouarel da dreiza!


Lavaret e voe kenavo an distro d'ar re zu, hag ar Pegasus, stignet e ziouaskell, a sailhas eeun davet an Hanternoz.



N'oa ket ar vro dudius dreist. Traez, traez, traez atao! Eur wech bennak, e weljont eun heuliad kañvaled o kerzout goustad dindano. Goude, e teuas ar gouelec'h da veza torgennek. Pelloc'h, e voe meneziou en dremmwel, ha Lom a hopas:

— Oi! eur gêr!

Ya! edo ar Pegasus o tostaat ouz eur gêr. Na pebez kér iskis, avat!




Plava a rejont a-us d'ar gêr, ha ne weljont nemet mogeriou freuzet, postou torret, hag atredou. Na ki, na kaz, avat, nag eun ene, neblec'h.

— N'oan ket faziet, eme an Ao. Skañvig, — desket mat e oa hor mignon. — Emaomp dirak dismantrou roman.

Displega a reas penaos o doa ar Romaned gwe-chall gounezet broiou niverus. Deuet e oant zoken betek gouelec'hiou Afrika, ha savet o doa eno kériou hag azeuldiou

— Ar gêr-mañ he deus d'an nebeuta 2.000 vloaz, emezañ.



O veza m'edo erru tost an abardaez, hor pevar aotrou a gavas grad tremen an noz er gér varo-se. Diskenn a reas ar Pegasus, ha graet e voe ar geusteurenn war eun durumellig, ouz harp unan eus ar mogeriou koz-douar. Kerkent goude, en noz didrouz, e nijke davet oabl Afrika, kanaouenn sklintin ar pevar c'housker o roc'hal e peoc'h o ene.



Dihunet e voent, da c'houlou-deiz, gant eun trouz bennak. Eun Arab a oa dirazo, gant e zivrec'h kroaziet war e vruched, hag oc'h ober stouigou hegarat.

— Salam Aleikoum! emezañ war an ton bras.


— Doue ho pinnigo, va den mat! a respontas an Ao. Skañvig. Plijadur a ra d'in ober anaoudegez ganeoc'h.

— Do you speak English? a gendalc'has egile.



— Evel just! eme an Ao. Skañvig. Hag, e gwirionez, pa oa er skol, o veza ma taole evez, e teske mat pep tra, ha zoken yezou ar poblou estren. Setu ma savas marvailh bras etrezañ ha Sidi-ben-Biko — ano an Arab a oa hennez. — Gouzout a rejont gant Sidi edont d'an ampoent e kér goz Timgad.

Ar gwasa a zo, p'edo Sidi-ben-Biko o vont lar-koc'h, e lakaas e droad war gitar an Ao. Emil. Ar c'hitar a reas d'ezañ eur votez a c'hiz nevez, met...



... an Ao. Emil a ginnigas tarza diwar eun bomm kounnar ha glac'har. E gitar a oa an hanter wella eus e vuhez.

— Del! Salam Aleikoun ar foeltr!

Hag an taol kerkent hag ar gomz... eur pez taoldourn e kreiz dremm kazugel Sidi-ben-Biko. Ma reas hemañ toutig-penn war an traez.


— Brao! brao! eme an Ao. Skañvig, en eur stlaka e zaou zourn.



Sidi-ben-Biko, avat, n'oa ket ganet skuiz. Lammet en deus war e zaoulin, ha tennet daou mell revolver diouz e chodellou. Youc'hal a rae:

— Ho tivrec'h d'al laez! Ho kwenneien pe ho puhez! Roit d'in ho kwenneien!

Petra ho pije graet nemet sevel uhel ho tivrec'h? Ar pevar nijer a reas evel-se, ha buan, ha liou krampouez Kemper war o beg, ouspenn.



Emil, avat, a zrailhe iveau tamm saozneg bennak:

— Hor gweñneien? emezañ d'an Arab. A-hont emaint, er pakadou, war lost hon nijerez. Aour ha diamantou o tont war-eeun diouz an Transvaal!

Gaou a lavare Emil. An Arab, avat, hep soñjal hiroc'h, a redas war-du ar pakadou.

Ar pevar nijer, goustad, gand eur bale louarn, a ruzas war e lerc'h, ha...




... pa n'oa ket war evez, a lammas o fevar war e gein. An Arab, tapet droch, a gouezas penn-dabenn e gorf, a durias an traez gant e fri, hag a ziskrogas diouz e revolveriou. Eun tenn a oa aet, koulskoude, d'en em goll... e bro ar c'houmoul, lec'h ne reas ket nemeur a zroug.

Sidi-ben-Biko en doa kavet e vistri. Liammet e voe, treid ha daouarn, gant kerdin kemeret er Pegasus.




Staget e voe goude-se ouz unan eus ar peuliou roman, hep doujañs na truez ouz e youc'hadennou kounnaret. Pa voe peurechu al labour, ar pevar c'hanfard a azezas da zijuni en o flijadur, dindan sellou an Arab, o trei, o tistrei, hag o tarlaskat evit en em ziliamma.

Eun hanter-eur goude, e save en-dro ar marc'h-as-kellek, hag e steuzie e dremmwel an Hanternoz, hep beza lavaret kenavo zoken da Sidi-ben-Biko.



A-benn nijal eun nebeut euriou, e voe ar Pegasus
a-zioch ar Mor Kreizdouarel. A-daol-trumm, ez eas
e-biou d'ezo eur bagad c'houiboned. Nijal a raent
war-du broiou an traoñ.

— Mont a raint pelloc'h egedomp, eme an Ao.
Skañvig. Peurliesa, ez eont tre betek Traoñ Afrika.
Souezet oun, evelato, ouz o gwelout amañ...



— Boazet int da ober an dro dre Jibrltar pe dre
Reter ar Mor Kreizdouarel, o tremen dre vro Siria,
ha tizout Afrika, goude.


Hogen, n'oa ket distaget mat ar ger « Afrika »,
ma ehanas keflusker ar Pegasus da fraoñval.

Aet e oa an eoul-benzin da hesk. Diskenn a reas
ar Pegasus en eur droidellat.



Plouf! Setu, na petra 'ta! ar « marc'h-labous »
troet da « vare'h-pesk », o neui war ar mor divent.
A drugarez Doue, e oa ar mor sioul ha kompez, hag
an amzer hep eur pikad avel. Ar Pegasus, ouspenn,
diwaller ma oa gant e eskell ledan, a oa diaes d'ezañ
trei war e c'henou.

Koulskoude, n'oa ket peadra d'hon « nijerien-verdeidi » da fougeal. Penaos en em denna alese?




Ober a rejont hent, e-pad meur a eur, kaset ha degaset war vor, hep gouzout pelec'h e oant. En diwez e weljont kerreg uhel gwintet e-kreiz an tarziou. Edont, hep mar ebet, o tostaat ouz enez Siki lia, e traoñ Italia.


— Gant ma ne 'z aimp ket da skei war ar vein-se, eme an Ao. Skañvig, nec'het. Hogen, laouenaat a reas en eun taol.

— Sell! ar silvidigez!

Gwelet e oant bet gant eur yoc'ht. Eur vagig-dre-dan a voe lakaet er mor, hag a zeuas gant tiz davet ar Pegasus.




Ar vagig-dre-dan a oa pevar den enni. Goulenn a reas unan eun dra bennak. Hini ebet ne **intentas** grik. Italiz e oant, emichañs. An Ao. Skañvig a ziskouezas, neuze, gant e viz, keflusker mut ar **Pegasus**, a reas « pfft! pfft! » gant e c'henou, **hag a** ziskouezas ar bidoniou eoul-benzin goullo **hag** hesk. An Italiz a intentas raktal hag a **redas da** gerc'hat an eoul a oa diouer d'ezañ.



Evel-se, e c'hellas ar Pegasus sevel d'an nec'h adarre, uhel, uhel a-us d'ar mor. Hep dale e nijas a-zioc'h maeziou mezevennus Italia. Hag a-benn eun hanter-eur, e oa tostik-tost d'eur gêr vrás.

— Roma! eme an Ao. Skañvig gant doujañs. Ar stêr melen-aoui, aze, a zo an Tevere. Hag an doenn boullheñvel divent-se, a zo toenn Iliz-Veur Sant-Per. E-kichen, emañ palez brudet Hon Tad Santel ar Pab.

Hag ar pevar nijer a dennas o zogou evit saludi.




Fraoñval a rae keflusker ar Pegasus, ma oa eun dudi. Mall a oa gant an nijerien beza erru er gêr. Ne chomjont ket eta e kêrbenn Italia.


A-benn eun hanter-eur all, e youc'has Lom:

— Sellit ouz ar c'hastell-dour brao!


— Eur c'hastell-dour emaoun-me iveau! Hounnez eo chapel vrudet ar Vadeziant, en iliz-veur Piza.



Distrei a reas an Ao. Skañvig meur a wech, da sellout ouz ar savadur estlammus. Ken na an-kounac'haas edo krog e baol an njerez... ha ma 'z eas ar Pegasus da dougna e fri ouz tour stouet Piza! Klevet e voe eun trouzig divalo: Pfuit! **An** aezenn o vont e-biou! Evit an eil gwech, e pakas lamm ar Pegasus.




Hogen, n'oa ket erru mat en traoñ ma tec'has evel eur marc'h pennfollet, ha dillo! O! na spontit ket. N'oa kouezet ar Pegasus nemet war eur c'harr-dre-dan. Ar spont, na petra 'ta! a oa evit blenier ar c'harr-dre-dan.



Paotr ar c'harr-dre-dan, avat, n'en doa ezomm ebet eus ar seurt prof, daoust ma koueze diouz an neñv. Chom a reas a-sav, krenn. Ar Pegasus, re a diz warnañ, a gendalc'has, a reas lamm-choug-e-benn hag a skarzas e nijerien.

— Hop! diskennit!



Edo, d'an ampoent, eur c'houer italiat o vont e-biou gant podadou laez. Lammat a reas diouz e garr, pa welas an darvoud.


— Degemer laouen d'eoc'h war zouar Italia goant! emezañ, gant eur stouig flour. Ne voe ket intentet; panevet-se, 'm eus aon, n'en dije ket bet evit e salud eur respont ken hegarat.




Hep selaou, kennebeut, paotr e garr-dre-dan o pec'hi, an Ao Skañvig a baee pep a vanne laez d'e nijerien.

— O! o! eme a-greiz-holl, an Ao. Emil, sellit 'ta na treuz-kann emañ an tour. Darbet eo bet d'ezañ beza diskaret ganimp!

— Ma iveau. Emil gaez! Ne ouiec'h ket c'hoaz eo hennez tour stouet Piza? Anavezet a-walc'h eo, koulskoude. Setu pell a zo emañ treuz-kann evel-se!




Didougnet ha peñseliet a voe fri ar Pegasus: eur gwall-daol en doa tapet. Goude-se e voe ret rei e « gerc'h » d'ezañ, rak ar pep all a oa aet gant an avel. Ne voe ket diaes. An Ao. Skañvig hag an Ao. Emil a sammas ar marc'h-askellek war o diskaoaz, hag a yeas gantañ betek ar gleuzeur-straed tosta.




An Ao. Skañvig a bignas gant ar peul potin, a dennas al letern, hag a lakaas en he Iec'h korzenn ar Pegasus. A-barz pell, e voe leun a aezen. Dibrada a reas, ha kuit a denn-askell war-du ar broiou-krec'h. Ar broiou-krec'h, e gwirionez, rak setu ar meneziou Alpou o tarza dirak hon nijerien.

Eno e c'hoarvezas gant an Ao. Skañvig eun darvoud **souezus**.



— Oi! en doa lavaret lfig. Sell an erc'h! Tad, dis-kennomp 'ta, da c'hoari stlepel boullou erc'h!

Asantet en doa an Ao. Skañvig, rak c'hoant en doa da gemer iveau tammig berr-amzer. Ar pevar lakepoñ a oa kroget raktal d'en em ganna a daoliou boullou, war ar gompezenn wenn. Ha plijadur d'ezo, ken na oa plijadur a-walc'h.




Pa youc'has Ifig :

— Tad! pelech emañ va zad?

Ya 'vat! dianket e oa an Ao. Skañvig. Na liou na roud anezañ neblec'h.

— Eo, eo! amañ emañ! a hopas, en diwez, an Ao Emil.

Sanket e oa an aotrou paour en erc'h betek e c'houzoug. Kouezet e oa, e-pad ar c'hoari, en eun toull skoachet dindan eur gwiskad erc'h.



G.M. Rotman

Evit mirout ouz an Ao. Skañvig da riella en e doull erc'h, e taolas Lom hag Ifig outañ ar boutailhadou limonadez a oa e-barz ar Pegasus. Meska a reas al limonadez gant an erc'h, ha bez' en devoe an Ao. Skañvig da eva kement a rae plijadur d'e galon: skourn gant ananaz, flamboez, sivi, ha me oar-me? Ar gwasa a zo, e pakas unan eus ar boutailhou war e benn. Ar fall, avat, a droas da vad. Skrija a reas ar riou marvel a oa oc'h en em sila en e izili.



N'oاد ket, koulskoude, evit padout evel-se.
 Pa darzas eur soñj e penn an Ao. Emil: an eorl
 Prim ha dillo, e teskas blenia ar marc'h-askellek.
 Hep dale, e nije hemañ en-dro da benn an Ao.
 Skañvig, gant an eor a-isplih, o stleja izeloch'izel.
 Kregi a reas an Ao. Skañvig ennañ... hag houpala!
 sachet e voe er-maez, gwenn-kann gant an erc'h,
 hag hanter-semplet gant an anoued.



Tommet a voe d'ezañ eur bannac'hig traou sounn
evit e lakaat a-blomm adarre, ha kuit en-dro, a-
dreist ar meneziou etrezek kompezenou Bavaria.
Ken na laoskas an Ao. Emil eur youc'hadenn drant:
— Setu Ziebelhofen, bro goz va zadou! Setu va zi
bihan! Setu, el liorz, va fried Marc'hari!


Diskouez a reas e di. Ar Pegasus a droas en-dro
d'ezañ diou wech pe deir gwech en e enor, hag a
ziskennas brao-bras e-tal dor al liorz.



An It. Pabor a oa el liorz, gant he daou baotr, o tastum spezad.


— Che, va Doue! emezi en eur sevel he divrec'h. Lammat a reas d'he gwaz da bokat d'ezañ. Ken start e priatas Emil zoken ma voe darbet d'ezañ koll e alan.

Pedet e voe an holl da gemer ar c'hafe, hag aet e oa pell an noz, m'edont c'hoaz o tibuna dre ar munut kement a oa choarvezet.




Kousket a reas an nijerien e ti ar Fabored. A-bred d'ar mintin, avat, e voe war sav an Ao. Skañ-vig hag an daou baotr. Ne chomjont ket da dene-raat war ar c'henavoioù.


Tomm e oa an heol, glas an oabl, ha kaer an amzer. Ar c'hériou a dremene dindano, eun dudi. Setu Augsburg, ar gêr goz.



Estlammi a rejont ouz an tiez kaer savet e doare koz ar vro, gant pondaleziou-diawaéz ha touribel-lou-gwer. Fellout a reas d'an Ao. Skañvig gwelout gwelloc'h eur prenestr kizellet dreist, nag e tostaas re. Mont a reas ar Pegasus a-benn-herr en douribell. Gwer an douribell a dorras e tammou gant cholori.



An dra-se, avat, n'oa netra e-keñver ar pez a c'hoarvez en diabarz. Ar gwer toriet en doa roget — eur wech ouspenn, — kroc'hen ar Pegasus. An aezenn a leunias ar gambr. An holl dud a oa eno a gouezas, semplet, hag iveau ar c'hi Toutoullig, hag al labous-kanari en e gaoued.



An Ao. Skañvig, nec'het, a sachas kuit e Begassis ar gwella ma c'hellas, hag a gouezas gantañ war ar straed. Hep koll eur munut, hag a-raok ma vije deuet ar warded-kér, e voe stanket toull an nijerez ha c'houezet enni adarre aezenn eur gleuzeur-straed. Houmañ a oa uhel a-walc'h. An eil a lakaas kein d'egile, ha buan aezenn d'ezi, e-pad ma c'hoarze ar yourc'hizien.




N'eo ket diaesoc'h. Eun nebeut goude, e nijent
adarre a-zioc'h maeziou glas ha kêriou bras, dichal-
kaer ouz an dismantr a oa bet graet en Augsburg.

P'edont o plava a-us da Frankfurt-ar-Main, eur
gêr koz brao meurbet, e hopas Lom:

— Sell 'ta! Eur c'harr-nij! Dont a ra warnomp.
Hag, e gwir, edo eun nijerez-dour oc'h ober tiz
war o lerc'h.




— « Harpit! an archerien! » a youc'has eur vouez, hag e tarzas eun tenn revolver. An Ao. Skañvig a gollas e benn; ken sabatuet e oa, ma lakae ar Pegasus da vont ha da zont, da bignat ha da ziskenn. Ma kredas da baotred an urz edo o klask tec'hout. Eun archer, neuze, a daolas eur gordenn lagadennek ouz unan eus an treid-war-winterell... hag e sachas. Stoui a reas ar Pegasus war e gostez. An tri nijer a reas eur bluiadenn.




Ar Pegasus a oa, d'an ampoent, a-zioc'h ar Main, eur stêr alaman a gas he dour d'ar Roen. Plouf! plouf! plouf! An Ao. Skañvig hag an daou baotr a gouezas er stêr, o fenn da genta. O zri, e neuient evel houidi, ha n'o devoe ket nemeur a boan o tiraez eur vag hag o kr̄apat enni.



Diskennet e oa ivez nijerez-dour an archerien. Ereet e voe war eun dro gant ar Pegasus ouz ar vag. Hag an Ao. Skañvig a welas trumm geol eur revolver o lintra dindan e fri, e-pad ma sanke doun en e zaoulagad sellou fero eun archer.




An Ao. Skañvig, evel m'en dije gwelet eun naer,
a reas eur pez lamm a-dreñv. N'en doa ket soñj edo
en eur vag, hag e reas toutig-penn e toull ar glaou.
Glaou a oa en toull, hag an Ao. Skañvig a oa gleb-
teil. E c'hellit gwelout e dres, pa voe tennet alese!




Lous, ha poultrenn ar glaou o tivera outañ,
Skañvig a glemme :

— N'em eus graet netra fall.

An archerien, avat, ne c'houlennent ket beza te-
neraet. Kaset e voe an aotrou paour da vureo ar
c'homiser, dre straedou kér, staget e zaouarn evel
ma vije bet eul laer pe eun torfedour bras.



Ar c'homiser a reas trouz ar mil gurun. Kement a c'hellas intent ar prizoniad eo e oa tamallet d'ezañ gwer torret hag aezenn-leski laeret. Kaer en devoe kinnig paea ar freuz hag ar reuz, e chomas ar c'homiser didruez.



An Ao. Skañvig a voe chadennet d'ezañ e zaouarn, hag evit mirout outañ d'en em laerez, e voe staget ouz e droad kleiz eur bounner a voull-c'haleour. Taolet e voe goude en eun toull-bac'h doun ha gleb.

— Tad, a huanadas Ifig, en eur gimiadi, n'en em chal ket. Ni az tenno ac'han. Bez war evez, ha sell ouz an neñv, pa echuo labour ar brizonidi, war-c'hoaz da greisteiz.



Antronoz, da greisteiz, edo an Ao. Skañvig o planta gwez gant prizonidi all: eul labour a zegas poan gein, dreist-holl d'ar re n'int ket boas.


Pa voe klevet o tont a bell sardon eur c'hefusker. **A**n Ao. Skañvig a sellas d'an nec'h, gant eun neuz dizeblant, hag e welas eun nijerez o tostaat gant tiz.



Ifig — rak heñ an hini oa — a ziskennas ar Pegasus an izela ma c'hellas, hag a daolas an eor. An Ao. Skañvig a grogas ennañ. N'oa ket dizouezet an diwallerien, ma voe sammet ar prizoniad, ha ma tec'he an njerez. Ha Lom a denne d'ezo e deod war ar marc'had.

Eur c'hard eur goude edo ar Pegasus o vont a-zioc'h eur geriadennig vrao.

— Amañ e c'hellomp diskenn, eme ar baotred. Ne vezo ket a archerien.



Ifig n'en doa soñj ebet mui e oa stag atao ar voull bounner ouz troad e dad. Diskenn a reas re izel, hag ar voull a skoas eur pez taol kreñv ouz tour an iliz... Freuz ha reuz adarre, ha diskaret tour an iliz..!

'M eus aon n'oa ket bet fardet an tour-se gant mein kalet Breiz-Izel!




An nijerien, e c'hellit kredi, n'o doa mui c'hoant da ziskenn. Tec'hout a rejont pelloc'h e-kreiz ar maeziou, en eur foenneg. Skoacha a rejont ar Pegasus dindan eur bern geot ha strouez. N'oa ket eun dra fall da ober; rak, nebeut goude, e voe gwelet nijerez an archerien o trei en oabl, evel eur sparfell, hag o klask... hep kavout netra, evel just.



Chom a reas an tri beajour da gousket er-maez, dindan diouaskell ar Pegasus. Antronoz, e kendalc'hjont da vont a-us d'eur vro anavezetoc'h-anavezet. Gwelout a rejont o foenneier karet ha saoud lart an Holland. Erru e vijent er gêr a-raok an noz! War-dro kreisteiz, an Ao. Skañvig a vennas diskenn e-kichen eur vereuri.

— Me a glev c'houez ar gêr!




— Roet e vo d'imp, emichañs, eur volennad laez da eva! emezañ, en eur zouara. Er prad, avat, e oa eur c'hole o peuri. N'en doa gwelet biskoaz eul loen evel ar Pegasus.

— Petra an istrogell? emezañ en e benn kole; o tont da zebri d'in va geot? Gortoz...


Hag e sailhas gant e gerniel war ar Pegasus.

— Ola! ola! deomp war an doenn! eme an Ao. Skañvig. Hag ar marc'h-nijer a reas eul lamm war lein an doenn.



Eno e c'hellt ober fae war gerniel ar c'hole ;
evit prena laez, avat, er vereuri, netra da ober!
Chom a rae, a drugarez Doue, eur berad bennak a
gafe yen...


Nemet, siouaz! an Ao. Skañvig n'en doa ket tao-
let evez pelec'h e oa harpet kof ar Pegasus... war
ar siminal...




Gwreg ar merour a oa dres d'an ampoent o lakaat tan dindan lein. Ha tomm d'ezi! Hogen, desket hoc'h eus er skol penaos e c'houez an aezen devi gant ar wrez. Ar Pegasus a oa leur a aezen devi. En em lakaat a reas da goeñvi... da goeñvi... evel ar vuoc'h, p'he deus debret melchon gleb.

— Ma iveau! petra a c'hoarvez gant Pegasus, eme Ifig.

— Moarvat... a respontas an tad. Ne deas ket pelloc'h.



Bouumm..! Pebez tarzadenn, va zudou! Krena a
reas an ti, traoñ ha laez, hejet e voe ar gwez evel
gant eur barr-avel, ken na gouezas ar per war-hed
eul leo, ha muioc'h. Ar gwinterellou, ar plenk, ar
gwialennou, en eur ger, ar Pegasus a-bez a yeas e
tammou munut da ober eun droad diweza e bro ar
stered.... En o mesk edo an Ao. Skañvig. Ifig ha
Lomm a oa bet iveau stlapet uhel, evel bolotennou.



Tud an ti a zeredas, hag a chomas digor o genou
gant an estlamm: ar Pegasus a oa e bruzun, Ifig a
oa ispilh dre draoñ e vrugou ouz eur skourr, Lom
war e gof a-dreñv an ti, hag an Ao. Skañvig a
c'haoliad war gein ar c'hole fero.



Ar c'hole n'oa ket loen da c'houzañv eur seurt samm, hag heñ da lammat, da dourta ha da vreskenn evit teurel kuit an Ao. Skañvig. An Ao. Skañvig, a hend-all, n'oa ket gwall varrek da varc'hekaat war an tirvi. Strafulhet-maro e oa. En diwez, e kemeras ar c'hole eur pennad tiz, e c'haloupas eeun davet eur poull-dour, hag e chomas a-sav, krenn.

An Ao. Skañvig a voe strinket en dour, war e benn.

G64545-I



Ar verourien a zeuas war o skoazell. Tennet e voe Ifig diwar e skouer, amannenet ha lienennet tal Lom evit parea e vloñsou, ha roet eur gwiskamant sec'h d'an Ao Skañvig. Goude-se, e voent kaset gant ar c'harr, betek an tren tosta...

Skuiz e oant, poan o doa bet, glao a rae er-maez, hag an Ao Skañvig en doa keuz a-walc'h d'e nijerez. Hogen o gwalc'h a levez o devoe o tegouezout er gêr, hag o vriata ar gerent... hep menegi ar fouge a oa enno gant an nijadenn vurzudus o doa graet o-zri.

MEVEN MORDIERN

ISTOR

AR

BED

LEVRENN GENTA

PRIZ : 14 LUR

EVIT
KOUMANANTERIEN

GWALARN :
(DRE AR POST)

12 LUR

HA KRESKI A RAY

GWALARN ?

YA

FELLOUT A RA D'EZAN **KRESKI**

HA GWELLAAT

EVIT SE E RANKIT KLASK

EUR CHOUMANTER

NEVEZ

Priz ar c'houmanant-bloaz : 20 lur

Priz an niverenn : 7 lur 50

E 1929, eun diskont a vo graet d'ar goumananterien war an
darn vuia eus hol levriou nevez.

RAKPRENIT HOL LEVRIOU

Evit kaout an holl levriou embannet gant Gwalarn,
hep kaout ar boan d'o goulenn bep gwech, lakait
hoc'h ano war roll hor RAKPRENERIEN.

Setu amañ ar reolenn nevez a-zivout ar rakpren:

1/ Da veza lakaet war roll rakprenerien levriou
Gwalarn, e ranker kas hanter-kant lur, a vo implijet
da baea al levriou.

2/ Pa vo diviet an hanter-kant lur kaset, eur
baperenn a vo kaset d'ar rakprener, gant e gont, ouz
e bedi, ma kar, da rakpren adarre.



Sonjit ervat :

Ne rao **Gwalarn** netra hep arc'hant.

Gant arc'hant e c'heillo savetei ar brezoneg
hag adsevel buhez speredel Breiz.

EMBANNADURIOU GWALARN

1926

J. Kerrien. — AR ROC'H TOULL. — Diviet.

J. M. Synge. — WAR VARG'H D'AR MOR. — 2 lur 25.

1927

Roparz Hemon. — AN AOTROU BIMBOCHET E BREIZ. — 6 lur.

T. G. Murray. — NEVEZ-AMZER. — 4 lur.

TONKADUR BUGALE TUIREANN. — 4 lur.

G. Th. Rotman. — PRINSEZIG AN DOUR. — 5 lur.

GERIADUR GALLEK-BREZONEK A GORFADUREZ. — 1 lur.

1928

Aeschulos. — PROMETHEUS EREET, AR BERSED. — 12 lur.

B. Potter. — PER AR C'HONIKL. — 1 lur.

G. Th. Rotman. — PRINSEZIG EN DEUR. — 5 lur.

H. Andersen. — PLAC'HIG VIHAN AR MOR. — 3 lur 60.

Roparz Hemon. — GERIADURIG-DOURN BREZONEK-GALLEK.
— 22 lur.

Roparz Hemon. — YEZADUR BERR AR BREZONEG. — 3 lur.

Roparz Hemon. — DISTAGADUR AR BREZONEG. — 3 lur.

AR SIMBOL. — 0 lur 50.

1929

Meven Mordiern. — ISTOR AR BED, levrenn I. — 14 lur.

M. Gourlaouen. — LEVR AL LOENED. — 1 lur 75.

A. Blok. — AR PLAC'H DIANAV. — 4 lur.

G. Th. Rotman. — NIJADENN AN AOTROU SKANVIG. — 5 lur.

A. Brizeug. — TELENN ARVOR, FURNEZ BREIZ. — 6 lur.

0685

